WIKIPEDIA

Koasatieg

Ur yezh muskogeek eus skourr yezhoù ar reter eo ar **c'hoasatieg** (*koasati* pe *coushatta*) komzet gant tro-dro da 200 den (diwar 600 den en holl) e Louisiana ha Texas (100 den nemetken) er Stadoù-Unanet (2000). Gwezhall e veze komzet ivez en Oregon hag en Oklahoma.

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Koasatieg&oldid=1460633 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 4 Ebr 2013, da 09:26.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.